

Demande de subvention de fonctionnement Goulenn skoaziadennoù mont en-dro

Caractéristique de l'association /	Doare ar gevredigezh	
Culturelle /	Sevenadur	
Sportive	Sport	X
Santé /	Yec'hed	
Scolaire /	Skol	
Social /	Sokial	
Animation /	Buhezañ	
Autre /	Traoù all	

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande de subvention pour l'année 2015.

Ce document doit permettre aux commissions municipales d'étudier votre demande. Il permettra également d'avoir une meilleure connaissance de votre structure, de vos activités et de vos attentes ; il laisse plus de place à vos remarques et observations.

Si toutefois vous rencontriez une difficulté, des interrogations concernant ce dossier, n'hésitez pas à prendre contact avec l'adjoint au maire concerné par votre secteur d'activité.

Il convient de **retourner votre demande** à la Direction des Finances avant le 16 JANVIER 2015 **accompagnée impérativement du compte d'exploitation et du bilan financier** de votre association concernant le dernier exercice connu, **ainsi que le budget à venir**.

En effet, la législation en vigueur oblige les communes à connaître ces informations financières, aussi, tout dossier incomplet ou non parvenu à la mairie pour cette date, ne pourra être examiné.

Itron, aotrou,

Kavout a reot amañ kevret un teul da leuniañ evit goulenn ur skoaziadenn evit ar bloavezh 2015.

Gant an teul-mañ e c'hallou bodadoù an ti-kêr studiañ ho koulenn. Gantañ e c'hallimp ivez anavezout gwelloc'h ho framm, hoc'h obererezhioù hag ho c'hoantoù ; plas zo ennañ evit skrivañ hoc'h evezhiadennoù a bep seurt.

Ma vefec'h lakaet diaes evit leuniañ tra pe dra, m'ho pefe traoù da c'houlenn diwar-benn an teuliad-mañ, deuit e darempred, hep tortañ, gant an eilmaer karget eus ho tachenn obererezh.

Dav eo kas **ho koulenn** da Renerezh arn Arc'hant a-raok ar 16 A VIZ GENVER 2015 asambles, dre ret, gant **kont korvoerezh ha danevell arc'hant** ho kevredigezh, evit an embregvezh diwezhañ anavezet, **hag ar budjed da zont ivez**.

Rak hervez al lezennoù e talvoud e rank ar c'humunioù kaout anaoudegezh eus an titouroù a denn d'an arc'hant. Gant-se ne vimp ket evit ensellet un teuliad na vefe ket klok pe na vefe ket bet kaset d'an ti-kêr a-benn an deiz-se.

L'adjoint aux Finances / An eilmaer evit an Arc'hant
D. COTTEN

1. Présentation / Kinnig

Désignation de l'organisme demandeur / Anv an aozadur goulenner	
Date et lieu de dépôts des statuts / Deiziad ha lec'h fiziout ar statudoù	
Siège social	
Président /Prezidant Adresse / Chomlec'h Téléphone / Pellgomz Adresse électronique (Courriel) / Chomlec'h elektronek (Postel)	
Vice-Président / Besprezidant Adresse / Chomlec'h Téléphone / Pellgomz Adresse électronique (Courriel) / Chomlec'h elektronek (Postel)	
Secrétaire / Sekretour Adresse / Chomlec'h Téléphone / Pellgomz Adresse électronique (Courriel) / Chomlec'h elektronek (Postel)	
Trésorier / Teñzorer Adresse / Chomlec'h Téléphone / Pellgomz Adresse électronique (Courriel) / Chomlec'h elektronek (Postel)	

2. Informations concernant l'association sportive / Titouroù a denn d'ar gevredigezh sport

	Nombre d'adhérents / Niver a izili	Nombre de licenciés à une fédération/ Niver a dud aotreet en ur c'hevread
Nombre de Carhaisiens Tud eus Karaez		
Extérieurs Tud eus an diavaez		
TOTAL EN HOLL		

	Nombre d'entraîneurs bénévoles / Niver a c'hourdonerien a-youl vat	Nombre d'arbitres / Niver a dredeoged	Nombre de jeunes de moins de 18 ans / Niver a dud yaouank dindan 18 vloaz
Carhaisiens Tud eus Karaez			
Extérieurs Tud eus an diavaez			
TOTAL EN HOLL			

Nombre de salariés / Niver a c'hopriddi	
Qualification / Perzhegezh	
Type de contrat de travail / Doare kevrat labour	

L'association est-elle amenée à se déplacer / Ha da lec'h all e rank mont ar gevredigezh ?

OUI / YA – NON / NE RA KET

Coût des déplacements pour l'association / Koust an mizoù-hent evit ar gevredigezh : €

Vos Observations / Hoc'h evezhiadennoù

--

Coût de l'adhésion Adulte par an / Koust ar skodenn evit an dud-deuet bep bloaz	Coût de l'adhésion Enfant par an / Koust ar skodenn evit ar vugale bep bloaz	Coût de la licence Adulte par an / Koust an aotreadur evit an dud-deuet bep bloaz	Coût de la licence Enfant par an / Koust an aotreadur evit ar vugale bep bloaz

Les activités régulières de l'association sont – elles payantes ? /
Ha da baeañ eo obererezhioù reoliek ar gevredigezh ?

OUI / YA – NON / N'INT KET

Si OUI, détaillez / Ma respontit « Ya », displegit dre ar munud

--

Manifestations / Abadennoù

L'association organise- t-elle des manifestations (gala, tournoi, kermesse, soirée...)? /
Hag abadennoù a vez aozet gant ar gevredigezh (gala, tournamant, kermes, nozvezh...)?

OUI / YA – NON / NE VEZ KET

Si oui, lesquelles? / Ma respontit « Ya », pere?

**Des locaux et équipements sont-ils mis à disposition de l'association? /
Ha salioù hag aveadurioù zo kinniget d'ar gevredigezh?**

OUI / YA – NON / N'EUS KET

(Si oui, nous adresser avec cette demande une attestation responsabilité civile de l'association en cours de validité) / (Ma respontit « Ya », kasit dimp testeni atebegezh keodedel ar gevredigezh gant ar goulenn-mañ)

Descriptif des locaux et équipements mis à disposition /
Deskrivañ ar salioù hag an aveadurioù kinniget

3. Subvention / Skoaziadenn

Année précédente / Bloavezh kent

	<u>Montant / Sammad</u>
Subvention accordée par la ville de Carhaix / Skoaziadenn roet gant kêr Garaez	
Subventions accordées par d'autres organismes / Skoaziadennoù roet gant aozadurioù all	-
Communes (préciser)/Kumunioù (da resisaat)	-
Conseil Général / Kuzul-departamant	-
Conseil Régional / Kuzul-rannvro	-
Yaouankiz ha sportoù	-
Kevread	-
Autres / Traoù all	-

Objet de la demande de subvention / Pal goulenn ar skoaziadenn

--

**Montant de la subvention demandée pour l'année 2015 /
Sammad ar skoaziadenn goulennet evit ar bloavezh 2015**

	<u>Montant / Sammad</u>
Subvention accordée par la ville de Carhaix / Skoaziadenn roet gant kêr Garaez	
Subventions accordées par d'autres organismes / Skoaziadennoù roet gant aozadurioù all	-
Communes (préciser)/Kumunioù (da resisaat)	-
Conseil Général / Kuzul-departamant	-
Conseil Régional / Kuzul-rannvro	-
Yaouankiz ha sportoù	-
Kevread	-
Autres / Traoù all	-

**4. Budget global de l'association/
Budjed hollek ar gevredigezh**

Joindre compte d'exploitation ou bilan financier / Stagañ ar gont korvoerezh pe danevell an arc'hant

**5. Identification du compte bancaire ou postal /
Anv ar gont-vank pe ar gont-post**

Joindre un RIB / Stagañ un DAB (daveennoù bank)

Intitulé précis de l'association / Anv resis ar gevredigezh	
Banque / Ti-Bank	
Code Banque / Kod bank	
Code Guichet / Kod dorikell	
N° de compte / Niv. kont	
Clé / Alc'hwez	